

SON AR SICA

1. Selaouit kana me ho péd,
Ar zon-man 'zo nevez savef.
Great eo diwarbenn ar SICA
A jom bepréd dres en e zav.
2. Kleved a reoh an darvoudou,
Hag ive ar gwellaennou,
En-deus dija deom digaset
SICA Alexis Gourvennec.
3. On artichaof, or brikouli,
A jome kentoh da zehi,
Er pasennou, beteg an noz :
An dra-man 'vad oa ar hiz koz.
4. Onest n'oa ket ive an traoù.
Ha c'hwi oar mad n'eo ket eur gaou !
Dreist-oll pa werzem diouz ar pouez,
Vezem roulet kazi bep gwech !
5. Evid gelloud gwellaad or stal
En-deus bet o'hwezet meur a dal.
M'hen asur deoh, eur seurt kudcnn
Ne da ket he unan da benn.
6. Vid ar blenia 'n deus dibabet
Tud yaouank disont ha gouizieg,
N'o-deus damantet tamm d'o foan
Na war an deiz ma goude koan.
7. Meuli a ran anezo oll,
Rag a-hendall ez eam da goll.
Méd dén ebed ne hell kaoud keuz,
Da veza great ar pez en-deus.
8. O nag a hraz, va zudou keiz !
Rinset ar blasenn 'benn kreisteiz.
Paotr ar marhad a-benn an noz
A hell breman beza 'n e loch.
9. Ar merhed, oll, ive sur oun,
Vez kontantoh 'h ober o hount :
O roumpla kén n'heller breman
Dre ma vez gwerzet « er hadran »
10. Pa vezem galvet a-wechou
Da vond da stanka an henchou,
Da Gastell-Paol, pe da Gemper,
Niveruz ez eam diwar-herr !
11. Gres da Vontroulez, a dra-zur,
Gand taol kaer ar Sous-Préfectur,
Eo ez om breman ken brudet :
Ne gav ket din eo eun torfed !
12. Koulzkoude, a-benn kloh-goro,
Daou 'hanom yoa war ar holo :
E Pontaniou, 'barz ar prison,
Oa bet taolet on daou vignon.
13. Buan, avad, oe digoret
An nor dezo, evid reded,
Rag tu ha tu ar beizanted
A roe re grog d'ar C. R. eSed !
14. O-daou emaint breman dalhmad
O rén ahanom en hent mad.
Aviet int er vro a-béz :
Ober 'veldo a ve diez.
15. O labour ne vo ket freuzet,
Rag dre ar gwad eo bet merket :
Eur paotr en-deus roet e vuez,
Vidom-ni tud diwar ar mæz.
16. Chans vad, pell c'hoaz da Hourvennec,
Da gement dén 'n dous sikouret
Ar SICAiou d'ober grizioù :
Resevit oll meuleudioù !
17. Méd er hontrol, ar SOCOed
A fell deom kaoud ganeom bodet :
N'ehanom ket biken da stourm
Nemed pa vim oll dourn ha dourn.
18. Oll asamblez 'ta, peizanted :
Bezom unanet Bretoned !
Neuze 'weloh, or familou
Vevo euruz war ar méziou.
19. Ha ma fell deoh kleved breman
Piou en-deus savet ar zon-man :
Hennez a zo eul Leonad
Hag eur peizant war ar marhad !

Eur « poyson » a Vro-Leon.

DRAPEAUX

Dans une commune de Bretagne, un magnifique drapeau breton — gwenn ha du — flotte en permanence devant la petite et coquette mairie. Les jours de fêtes officielles il est surmonté du pavillon français. Ces jours-là également, un autre Gwenn-ha-Du flotte sur le terrain des sports. C'est la découverte que fit M. Le Préfet le jour où il se rendit en visite pour une cérémonie d'inauguration chez le maire ancien député. Surpris, le premier personnage du département n put retenir un haut-le-corps et ne

put s'empêcher d'exprimer un désir peu conforme aux idées de Liberté et aux Droits de l'Homme et du Citoyen qui sont le fondement de la Législation du Gouvernement qu'il représentait :

« Enlevez-moi ce drapeau ! dit-il.
— Lequel ? » répondit simplement le maire...

Inutile de dire que l'ordre de l'un et la question spirituelle de l'autre restèrent sans réponse !...

GWEZEL.